

# Gerioù ar vuhez

**RKB**

▶▶ | Radio Kreiz Breizh

## REIÑ 1

### Reiñ

Ur verb kozh-tre eo hag a vez kavet e kembraeg, rhoi  
hag e kerneveg, ri

« Ro 'nañ din » pe « Roit 'nañ din »

« Roet 'm eus d'añ »



[http://www.reseau-canope.fr/tes/skeudennaoueg/skeudenoù\\_krouet\\_gant\\_Malo\\_Ar\\_Menn](http://www.reseau-canope.fr/tes/skeudennaoueg/skeudenoù_krouet_gant_Malo_Ar_Menn)

« Reiñ labour d'an dud »

« Reiñ bara d'an dud »

« Reiñ bod ha boued »,  
degemer un den da zebriñ ha da gousket

« Reiñ bec'h d'e dreid », mont kuit fonnus

« Reiñ peoc'h », serriñ e veg

« Roit peoc'h bremañ ! »



« Reiñ bzh d'unan  
bennaket », skeiñ gant  
unan bennaket

« Reiñ lamm d'unan  
bennaket », lakaat unan  
bennaket da gouezhañ

« Reiñ e sac'h d'unan  
bennaket »,  
kas 'nañ da vale

« Ha me 'ray e sac'h  
d'an den-se,  
kerzhit d'ar gêr  
da zeskiñ lenn »

### Da vont pelloc'h

Kit da selaou  
ar ganaouenn  
Ne faot ket din  
gant  
Skolajidi Plijidi  
ha Krismenn

COPINANCE PAR  
UNION EUROPÉENNE  
UNANIEZH EUROPA



L'Europe s'engage  
en Bretagne

Avec les Fonds européens  
de développement régional

# Gerioù ar vuhez

## REIÑ 2

**RKB**

▶▶ | Radio Kreiz Breizh

E-barzh ar ganaouenn Va zi bihan :

« Ro degemer d'ar bugel dizroet d'e gavell,  
ro din nerzh, deus da flourañ ma c'halon »

« An hini 'neus arc'hant hag a ro  
a gav mignoned e pep bro »

« Reiñ mel d'an dud »,  
ober komplimantoù dezhe

« Reiñ mel gant ar gloge vras »,  
ober komplimantoù re vras

« Reiñ (flour) gwinizh d'ar moc'h », reiñ traoù  
mat da dud na ouiont ket int traoù mat

« Hemañ zo 'vel ur bleiz,  
kontant da gaout kuit da reiñ »,  
bezañ emgar betek re

« Reiñ bronn d'ar bal »,  
chom hep labourat, chom da sellout

Adreiñ, reiñ en-dro

« Adreiñ buhez »

Droukreiñ,  
traisañ unan bennaket

Peureiñ, reiñ pep tra

Ar roer, an hini a ro

Ur roadenn,  
un dra profet

Ur roadur, ur c'has

« En em reiñ d'ar studi »

« En em reiñ  
d'an arc'hant »

Da vont pelloc'h

Kit da selaou  
ar ganaouenn  
Va zi bihan  
gant  
Eliane Pronost

Cofinancé par  
UNION EUROPÉENNE  
UNANIEZH EUROPA



L'Europe s'engage  
en Bretagne / Avec les Fonds européens  
de développement régional